



Mignon(ez) ker



A-drugarez deoc'h, evit ar wech kentañ, e vo ul listenn vreizhat war ar renk e dilennadegoù Europa.
Pouezus eo ar pezh zo da c'hounit, peogwir e vez graet 80% eus al lezennoù a ren ac'hanomp e Brusel.
Koulskoude, hiziv, ez eus riskl ne vefe ket dileuriet Breizh en ensavadurioù Europa pa vo, da skouer, 15 kannad gant Iwerzhon zo kevatal he foblañs, 5 gant Skos ha 4 gant Kembre.
Un apoue vrav evit Breizh eo al listenn kinniget gant Strollad Breizh !

Un dro vat eo evit :

- > kaout ur vouezh fraezh ha dizalc'h, hag a ra diouzh lazioù Breizh
 - > kas kemenn diouzhtu emañ a-du gant an adunvanidigezh hag ar gwirioù yezhel
 - > kas gwirioù broadel Breizh war-raok e Brusel
 - > kemer perzh e savidigezh un Europa ekologeloc'h ha sokialoc'h
 - > kas barregezhioù armerzhel Breizh war-raok ha difenn he lazioù armerzhel, war dachenn ar mor, al labour-douar, an treuzdougen, an energiezh hag an enklaskerezh peurgetket
- Kement-se ne c'hall bezañ graet nemet gant ho skoazell arc'hant : kontañ a reomp war hoc'h engouestl evit Breizh hag Europa.

Hiziv an deiz hon eus dastumet 50% eus ar budjed zo ezhomm. Pelloc'h, ac'hann da fin miz Mae, e kontomp warnoc'h evit dastum an 30 000 a euroioù diwezhañ.

Pep euro zo talvoudus !

Gant ho skoazell e c'hall Breizh lakaat klevet he mouezh e dilennadegoù Europa hag en Europa
Grit ur roadenn da An Temz, kevredigezh arc'hantañ Strollad Breizh :
gallout a rit dibab etre meur a zoare (gw. ar fichenn amañ kevret)
Ganeoc'h evit Breizh,

Emile Granville,
Penn listenn "Strollad Breizh"
e dilennadegoù Europa,
Eilmaer Redon

